



à pied, à vélo, à cheval, sur l'eau
CARTES

canaux de Bretagne
Bretagne

KARTENNOÙ
evit bageal, mont war
droad, war velo, war
varc'h, war zour

CARTES
su le batè, pour les
promenous a piè, a
veloce, a choua, su l'iao



283 avenue du Général Patton - CS 21101 - 35711 Rennes cedex 7
Tél. 02 99 27 30 101 • Twitter: @regionbretagne • Facebook: com/regionbretagne.bzh
www.bretagne.bzh

Jan 2021 - Conception: Fabien Toubin - Impression: La Gaielle Impression

Les chanaos de Bretegn 'e sperrant t'errout !
Le padde ou ven core o la pèche etour.
de ben entredù menù depenn o les s'emmene, le yevad,
ajiveit de toutes les manieres. O le navieille come de just e
entour les chanaos-la e le monde ort o ci se de furler o des
Pour c'ce e la des bêtes e les plantes, 'e p'pouille n'arid.
diva, plant'entour-tourant e de a l'arid, les chanaos
font vore e monde des payelles orne s'ort de l'arid.
partimoune regiona mirabilia. T'raegant la Bretegn oïmont e
Nort domaine fluvial, o ses rivières naturelles e ses
chanaos f'et de main q' s'égallient su pus de 570 km, et un


de Bretegn !
La bone arrive su les chanaos

Ouzh ho kortoz emañ kanaolioù Breizh !
pe c'hoazh evit pesketa
evit just, met evit bae ivez, mont gant ur chaok ur padde
M'itachioù bevez-sureted eo an hentou-dour-se hag ivez
l'edou, a core evit devederioù e bap s'urt. Eurt bageal,
d'edou g'wede-d'edou hollig'eer a bap s'urt.
ober al lamm etre ar morioù hag ar meuriou e kinig dan
natur e kanaolioù arifisiel war-hed ouzhpenn 570 km. Oc'h

Donemat deoc'h war ganaolioù
Breizh !

Les canaux de Bretagne n'attendent que vous !
le kayak, le padde ou enoant la pèche.
La navigation, bien sûr mais également la randonnée,
une destination idéale pour de nombreuses activités.
Réservoir de biodiversité, ces voies d'eau sont aussi
diversité de superbes paysages.
remarquable. Reliant mers et océan, il offre au regard une
partimoune fluviale est un patrimoine
plus de 570 km, notre domaine fluvial est un patrimoine
Constitué de rivières naturelles et de canaux artificiels sur

LES CANAUX DE BRETAGNE à pied, à vélo, à cheval, sur l'eau



GR® et le signe de balisage correspondant (bleu/rouge) sont des marques
déposées par la FF.Randonnée. © FF.Randonnée - autorisation 2021.

Retrouvez tous les GR® sur www.mongr.fr et sur bretagne.ffrandonnee.fr.

Retrouvez l'intégralité des services aux
randonneur-euse-s sur nos cartes interactives
canaux.bretagne.bzh/canaux-autrement

Sécurité et charte des bons usages

- POUR LES NAVIGANT-E-S**
- Respectez les limites de vitesse pour préserver les berges, la faune et la flore du canal, ainsi que la quiétude des autres usager-ère-s (pêcheur-euse-s, menues embarcations...).
- POUR LES RANDONNEUR-EUSE-S**
- Ne laissez pas votre chien divaguer ; celui-ci doit être tenu en laisse et sous votre contrôle en toutes circonstances.
- POUR LES CYCLISTES**
- Adaptez votre allure à l'état du terrain et à la visibilité, modérez votre vitesse et signalez-vous par un coup de sonnette à l'approche d'usager-ères que vous vous apprêtez à doubler.
- POUR LES CAVALIER-ÈRE-S**
- Veillez à circuler au pas.
→ Assurez-vous que la traversée à cheval de certaines agglomérations est autorisée.
- POUR LES KAYAKISTES ET PRATIQUANT-E-S DE PADDLE**
- Ne circulez que sur les sections navigables ; les sections non navigables peuvent être très dangereuses pour de petites embarcations.

- POUR TOU-TE-S**
- Rempotez vos déchets.
→ N'allumez pas de feu.
→ Ne pénétrez pas sur les écluses ; il en va de votre sécurité.
→ Respectez les lieux privatifs de l'écluser-ère.
→ Respectez le travail des agent-e-s des voies navigables ; ne gênez pas leur passage.

Une croisière sur les canaux de Bretagne ? Une randonnée sur les chemins de halage ?

Retrouvez toutes les informations pour préparer votre séjour ou votre activité sur canaux.bretagne.bzh



Et dans les guides dédiés (disponibles dans les points d'information touristique)



Canal de Nantes à Brest : une gestion partagée

La Région Bretagne n'est pas propriétaire du canal de Nantes à Brest sur toute sa longueur.

Côtes d'Armor le Département

Entre Carhaix-Plouguer et Guerlédan, la gestion de la section costarmoricaine du canal de Nantes à Brest est assurée par le Département des Côtes d'Armor.

→ Pour connaître les conditions de navigation : cotesdarmor.fr/le-canal-de-nantes-brest

le canal de nantes à brest


Après Redon, le canal de Nantes à Brest change de département et de région et sa gestion est assurée par le Département de la Loire-Atlantique.

→ Pour connaître les conditions de navigation : canal-nantes-brest.fr/comment-naviguer-sur-le-canal-de-nantes-a-brest


Tout au long du réseau navigable, à proximité immédiate des canaux, de nombreuses offres et services touristiques (hébergement, restauration...) sont accessibles pour les navigant-e-s et les promeneur-euse-s.

Retrouvez toute l'information sur www.tourismebretagne.com/destinations/canaux-de-bretagne

LES CANAUX DE BRETAGNE en bateau



- LÉGENDE**
- Entrée fluvio-maritime
 - Aéroport
 - Borne eaux usées
 - Cale de mise à l'eau
 - Quai ou ponton
 - Sanitaires
 - Sanitaires et douche
 - Office de tourisme
 - Petite Cité de Caractère
 - Ville d'Art et d'Histoire
 - Gare ferroviaire



Retrouvez l'intégralité des services aux navigant-e-s sur nos cartes interactives canaux.bretagne.bzh